

Kloarek Fodet.

Breman zo eun neubeud amzer dre eur kourach vras meurbet
 E komeris en Landreguer en avis bean Belek
 Me ententas eur voes certain deus ann ne a lavaret
 Ed dar guer kloarek ancien rag kol oc'h amzer a red.

A kemen se e voan sezisset dre eun eston ar vrasan
 Rag me a woa dija oajet pa kommensis studian
 Nan klefan ked en em fiout gant an tromplezo ar bed
 A breman gant calz a c'hlac'har e va chalon tourmentet.

Bras e sur ar melanconi a meus me var ar bed man
 O donet da gonsideri em dalidiguez breman.
 Ma c'heren(t) a mo engaget dam delc'hel er kolacho
 Dre ma on deus bed impliet siwoas ganin calz a vado.

Krenan a ran gant ar chagrin o c'hanons eur c'halonad
 Dam mam kes am c'herie parfait
 ag enon e voa e oll fianç
 ag en defot a disposition ne mon mui evit avanç.

— Salud ma mam a wir galon me o ped e nem konsolet
 ne meus ked a vocassion nag evit bean Belek
 Ar ministro a zo kargus difficil da pratikan
 Meubet ma mam e danjerus en em engagi enan.

— Ma mab nem moa ked o forcet da pretenti ar kolach
 Pera a zo koz do speret da vea breman. ker volach
 Me a voa en em implijet da plijout do fantasi
 A breman evit recompens ne rid nemet chagrin din.

— Ma mam me mezo eur vicher ag o rento pinvizik
 O soulajo en o miser en rekompens do fatik.
 E vin me mest var va arc'hant a ma ven me beleguet
 E renchen kaet eur reglamant kontrel dan ini ar bed.

Sant Paul a lavar sur va mam resistan eus a c'hentro
 A zo difficil a diez ag an esped dan otro
 man vichen galvet da vinistran e gorf sacr e woad Santel
 ma(1) nen groachen en esped dean e neum daouchen eternel

– O ma mab Ian pebeus prudenç, goud a red o bea ba
 Ne klevant ked en eum avanç do kelen deus a netra
 Me zeo eürus dreiz musur bea ganet a maguet
 Ebars e bed man eur c'hrouadur ker fur ker mad a ker parfet

– Cetu me dre ma finesse rentet ma mom kes kontent
 O Doue pebeus simpliciçe o kredi e voan me savant
 Innocent ag avertamant a zo bed kos dam malheur
 a gwir awoalc'h an eb a neum meul nan neus james a vonheur

Evel don me bea laret em boa kavet fortunio
 Dimezelet a galite impourliver do mado,
 Kemen se zo dre dromplerez vanite artifiço
 Kouskoude fanchon ar linjeres na prijé ked ma cheleo.

Lizet a meus ma amzer volach ma oll archant em c'holacho
 Pebeus mizer eb profitan chomet e ma bleo enno
 Ma estomak a zo samet, merc'het ma c'hanton a ma bro
 A c'hij o fenn eus ma goelet, foe emeze re goz ezeo.

Mari deus a Landivijo gwir objet ma c'harante
 Mar nam bije me ked chenchet na larjet ked evez
 Ma karchen em moa i eureujet gant daou c'hant skoet en arc'hant
 ag a meus y bed mepriset ag a baoë on regretant.

Pa vin me en hostaliri en daou pe tri c'hamarad,
 viche roët kalz a mel dime pa diguissin boutalliad
 E vichen santel fur a parfait a capab da vea belek
 A ra din malheurusamant dond da voapa dar merc'het.

An eb en deus ar son kompozet a zo eur speret fragil
 Ewit chadenni e c'halon e he red bea subtil
 hanvel e deus ar goeniri reposet var an doen(2)
 A deu da neum abandonni, ewit euil eur fubuen.

Ar fubu a zo estimet erve ma lar ar skruitur
Pan de gwir on deus difenet ron(3) mab enan an natur.
Med bea zo tud inorant ne komprenont ked er fad,
E he wel bea triumphant ewit kaout kallonad.

Au 22 recto, rien que le titre, écrit au crayon : Kloarek Fodet.

(1) Lire plutôt : me.

(2) goeniri : gwennili, hirondelle.

(3) Mot douteux.